

## XXVI

SON AR STANG (Iez Korlé)  
(Chanson de l'Étang - Dialecte de Corlay)

Me ne nign ket de dal er stañk  
Rag enon zo mein a zo ramp  
Dibidao trañ la dibida  
Jop trañ la dibideno

De dal er stank me ne 'n ign ket  
Ma douz martolod n'aje ket

Me ne nign ket de dal er waz  
Rak eno zo mein hag a c'hlaz

Ar plac'h kez pa n'ê arriet  
De gannañ hi zo commanset

Eur miliner laer a zo deit  
Goulenn de waskañ en euz gret


Goulenet en euz de waskañ  
Oh plac'h iaouañ en ho karañ

Petra dael, n'oc'h anavon ket  
Ma douz martolod on war c'hed

Ho touz martolod ne dei ket  
Rag em euz klevet oa beuet (1)

Mar — g'ê beuet ma c'haranté  
Me c'houl bean beuet iê.

Air n° 27.



Me ne nign ket da dal ar stank rag e-non zo mein a zo  
ramp, di-bi-dao tram la-di-bi - da, jop tram la di-bi - dai - no.

Le début de l'air n° 27 rappelle un Noël poitevin.

(1) An teir gwech amañ er skrid e Jenner *benet*. Ur fazi diskrivañ n'hell ken bezañ evit *beuet* (beuzet). (A.)